

— 7 —

Peden d'an Itron Varia Remengol

Gwerc'hez zak Remengol, Patronez Breiz-Izel,
 Pedit vit ar zoudardet zo en t  n ar brezel,
 Pedit evit Breiz-Izel, evit ar Vretonet
 O deus ho karet, ho kar hag ho karo bepred.

Kenniget gant Bars Itron Varia Remengol,
 d'he vignon ker Kloarek Koat-an-Noz.

E Remengol, an naontek a viz even 1859. da zul an Drindet
 devez Pardon Bras ITRON VARIA REMED-OLL.

**INTAON AL LOCHEN**

Var ton : *Sant Kaourintin, Saint Gu  nol  *

Er bed ma, nak aour nak arc'hant
 N'ho deus biskoaz staguet ma c'halon :
 N'hon nemet eur c'hez paissant.
 Kontant e oan em c'hondition,
 Mes va fried karantesuz
 A gollan hirio, pebes anken !...
 Guelit a n'hon ket maleuruz ;
 C'huec'h c'hrouadur a m'euz em lochen *(bis)*

N'amzer ma oa beo va fried,
 He furnez a charma va c'halon
 Va bugale, euz va c'haret,
 A roe din konsolation :
 Beb eil e poken de-z-he ;
 Eun tad evurussoc'h na vo biken.
 Dre ho gestou tener, bemde,
 E oan euruz ebarz em lochen *(bis)*.

— 8 —

Da vintin, pa c'han d'ar parkou
 Adare da gomans va devez,
 E lezan va bugaligou
 Euz va zi da gomeret evez ;
 Ha da noz pa zeuan an dro,
 Evit va distrei deuz va anken,
 En em stardont holl var va zro,
 D'am c'honsoli ebars em lochen *(bis)*.

Braz oa va laouenediguez
 Pa vijen er guer gant va ziad,
 Breman pa velan va merc'h kez
 An dour a deu var ma daoulagat,
 Seblantout a ra din bepret.
 Guelet he mam em c'hichen !!!...
 En despet d'am c'heuz diremet,
 Hon c'hoaz euruz ebars em lochen *(bis)*.

Ha ! ma chalfen eb kaout mizer,
 Sevel a diski va bugale !
 Me c'halfe c'hoaz, gant an amzer,
 Fortunia va merc'hik, marteze !...
 Neuze va fotret a vo braz
 Capabl da labourat eun dachen,
 Em c'hosni me allo c'hoaz
 Beva euruz ebars em lochen *(bis)*.

Eurusoc'h c'hoaz me n'em gavo
 P'ho guelin o c'honit ho bara,
 Neuze pa zetuio ar maro
 Eus ar vuez-ma d'am delivra,
 Va mignonet am enterro
 Gant va fried, pe en he c'hichen !!!...
 Ha va bugale a bartajo
 Va zam tieguez ha va lochen !!!... *(bis)*

Em gouele douar pa vezin
 E repos e beret Remengol,
 Plijit kemer truez ouzin,
 O Itron-Varia Remed-Oll !
 Ha pa deui va bugaligou
 Var ma bez da ober ho feden,
 C'hui, ma Doue, a bardonno
 Da ene paour intaon al lochen. *(bis)*